

CD1

## Ar botouer koad - Le sabotier (2)

Yves HERVILLOU - St Pever - Miz Here 1979 (St Pever – Octobre 1979)

Ma gar-je ma mamm ha ma zad La-la Ma gar-je ma mamm ha ma zad

Ma gar-je ma mamm ha ma zad Me oa di-meet pa oan d'an oad

Fripon kabon botouer koad

*Lala*

Fripon kabon botouer koad

Fripon kabon botouer koad

en deus debochet merc'h un ozac'h mat

Merc'h un ozac'h mat a Gerlazioù

Pevat ejen bras a zo e-barzh e graou.

Ma garje ma mamm ha ma zad

Me a oa dimezet pa oan d'an oad

Me a oa dimezet pa oan d'an oad

N'em bije ket bet ur sabotier koad

Me am bije bet Yves Marie Hervillou

en deus daou 'gezeg mat e-barzh e graou

en deus ur marc'h mat en e varchosi

Sabotier koad en deus foeltr hini

Sabotier koad en deus hini anezhe

Met leizh an ti a vugale

Met leizh an ti ha leizh ar c'hraou

Ar vugale ac'h a dezhe o daou

N'int ket brasoc'h evit c'hwiled

o tibriñ krignon ha yod silet

ur feunteun vihan a zo toull an nor

Pa devont sec'hed e evont dour !

*Un fripon couard sabotier**Lala**Un fripon couard sabotier**Un fripon couard sabotier**A débauché la fille d'un bon chef de famille**La fille d'un bon chef de famille de Gerlazioù**Qui a quatre grands bœufs dans sa crèche.**Si ma mère et mon père avaient voulu**J'aurais été mariée quand j'aurais atteint l'âge**J'aurais été mariée quand j'aurais atteint l'âge**Je n'aurais pas eu un sabotier !**J'aurais eu Yves Marie Hervillou**Qui a deux bons chevaux dans son écurie**Qui a deux bons chevaux dans son écurie.**Le sabotier n'en a foutre aucun !**Le sabotier n'en a aucun,**Mais des enfants plein la maison**Mais plein la maison et plein la crèche,**Les enfants vont dans les deux !**Ils ne sont pas plus grands que des hannetons**A manger du gratin et de la bouillie tamisée.**Il y a une petite fontaine à la porte**Quand ils ont soif, ils y boivent de l'eau !*